

« Maouezed c'hoariell, Europeadezed a chom seder »

Meurzh 2014/ Roazhon-Frañs

**Etre hengoun hag istor kempred, peseurt
skeudenn eus maouezed Europa a vez roet
gant delwennoùigoù ha delwennoù bihan hor
buhez pemdeziek ?**



Arzourez eo Christine Barbedet (arzoù gwelet). Emañ o chom
hag o labourat e Roazhon, e Breizh (Frañs).

Da-geñver an Devezh Etrebroadel evit gwir ar Merc'hed (8
a viz Meurzh) he deus c'hoant dastum digant annezidi eus
broioù Europa an delwennoùigoù a arouez skeudennoù eus ar
maouezed (morganezed, sorserezed, dañserezed, ha kement
zo...) evit krouiñ un oberenn arzel.

Christine Barbedet



Roazhon, d'an 30 a viz Here 2013

Kinnig a ra deoc'h harpañ anezhi en he raktres
en ur brofañ dezhi :

**un delwennig hag a ziskouez ur vaouez,
dezhi un istor stroll pe prevez, hengounel
pe a vremañ.**

Kasit an delwennig (hep talvoudegezh e-keñver
arc'hant) dre ar post en ur mod eeun (ne vo
ket rentet arc'hant deoc'h) a-raok ar 15 a viz
C'hwevrer 2014, mar bez tu.

Christine Barbedet
Résidence La Paillette
53, rue Baudri-de-Bourgueil
35200 Rennes

christine.barbedet@gmail.com

**Ul luc'hskeudenn ac'hanoc'h asambles gant
an draezenn** (ret eo gwelet mat ho tremm, ho
torn hag an draezenn).

Kasit al luc'hskeudenn en ur furmad niverel mar
bez tu (jpeg/300 dpis/furmad vras) dre bostel.
(Honvezh a c'hallo bezañ embannet en ul levr
a-stroll ; war ur skritellad poltreoù a-stroll ; dre
ar Genrouedad)

**ur pennad-skrid berr o kinnig an draezenn
hag hec'h istor** (a vo embannet ivez).

Ouzhpennit hoc'h anv-bihan hag hoc'h anv
(diret), anv ho kêr hag hini ho pro, ho chomlec'h
postel.

Kasit an destenn-se dre bostel pe dre lizher,
gant an delwennig. Kasit dimp, mar plij, an
destenn e galleg, mar bez tu.

**En eskemm, Christine Barbedet a gaso
deoc'h, a-raok an hañv, ur c'hatalog
galloudel o kinnig an dastumad bras-divent-
se a vo embannet er Genrouedad.**

Trugarez vras d'an holl ac'hanoc'h evit ho
sikour europat !

www.christine-barbedet.eu